



## DISPUT HAC ANTRETIEN

Etre ar JUIF ERRANT hac ar Bonom MISERE  
pere so en em rancontret tost da Orlean, ha pere  
so nos-de o vale ac'houdevez o daou assambles ;  
var ton Guers ar Burete.

**D**Idostaet Compagnuez a bep sort calite,  
Evit clevet un disput compostet a' neve,  
Bet etre an daou Zen cossa a so var ar bed-mâ,  
Pere allas a vevo bête ar Varn diveza.

Unan anezo so hanvet Isaac ar Baleant,  
Eguile ar Baourente caus a vil nec'hamant,  
Abalamour d'an anquen a laca e peb bro :  
Ar bed-oll a dra certen a garre ve maro.

Tost d'ar Guët a Orlean int en em rancontret,  
Evel daou zen ancien int en em saludet ;  
Isac a songe dezàn e voa-ën ar c'hossa,  
Ha pa dal en deus cavet c'hoaz coffoc'h evinta.

Ar Baourente pa et guelas, e deus lavuet ;  
Bonjour, emezàn, Juif errant, e pelec'h oude bet ?  
Lavar din pe seurt micher a res var ar bed-mân ?  
Meurbet out squiz ha fatic, hervez ma èn remercàn.

Me so nos-de o vale gant Doue condaonet,  
Abalamour d'ar pec'het m'am-eus dezàn displiget ;  
Terribl bras è va anquen deffot quitât ar bet ;  
Quen a vo ar Varn general allas ne varvin quet.

Mæs ma mignon, emezàn, biscoaz n'em eus cavet  
Quer coz ha c'hui er bed-mâ a guement am-eus balet.  
Me songe e voàñ ar c'hossa a voa var ar bed-mân ,  
Ha pa dal em-eus cavet va far, var a velàn.

Siouaz din, ma c'hrouadur, eme ar Baourente,

**T**e fo c'hoazz neve ganet e compar~~son~~ son dime ;  
**T**e lavar emout er bed passeet seitec cant vloa ;  
**H**a me fo passeet pemp mil ; pehini eo ar c'hossa ?  
Pa bec'has hon Tad quenta Adam o tisoboissa,  
En e dy e voàñ ganet , ha cunduet ganta ;  
Memes tra e vugale o deus va maguet ,  
Hac a esperàn e raint tre bete fin ar bet.

**M**aya c'z , eme Isac , pa zomp en em rancontret ,  
Livirit din hoc'h hano ; pe feurt micher a ret :  
**M**eurbet ez oun estonet oc'h o clevet brema ,  
**P**enauz ez ouc'h er bed-mâ abaoue pemp mil bлоa ?

**A**r Baouente , emezan , oun a viscoaz hanvet ,  
Ha ma fligeadur braffa eo tourmanti ar bet ;  
Lacat a ran an disurz e quement plaç ma zoun bet ,  
**C**aus cun a vil maleur , Tad an oll cruidet .

**T**e dle ma anaout dreist oll dud ar bed-mâ ,  
**R**ac abaoue ma oun ganet , emaon oc'h da c'heulia :  
**E**xercet em eus varnout peb feurt ingrateuri ,  
**A**r baouente , ar viser oc'h ober dit anduri .

**M**ar de te an hini a dourmant an oll bet ,  
**E** profit e vez maro , ha biquen ne vez bet ;  
**E**vidon-me , maleürus , a voar mat , siouaz din !  
**H**oc'h eus uset em andret re a ingrateuri .

**B**remàn , pa em anavezet , pella , affronter coz ;  
En em denn pell diouzin , ha ma lez da repos :  
**O** compren pe fort annui em eus var an douar ,  
**A**baoue seitec cant vloas e rez din cals glac'har .

**P**a sono an trompillou dont d'ar Varn general ,  
Pa finisso ar bed-mân me quitäi ractal ;  
**E**vit ac'han da neufe e elles en em resolvi  
Da anduri paouente , pep tourmant hac annui .

**T**e eo ar speret goaffa a voa biscoaz er bet ;  
**A**n oll bras ha bian a fo ganez nec'het :

Betec an dut pinvidic hac ar varc'hadourien

▲ so gannete geinet quercouls hac ar beorien.

Me gred ervat, va mignon, ar pez a leveret  
Noblanç ha tud pinvidic am eus-me goall ozet,  
Ha ma ne gueront divoall ouzin-me nos ha de,  
E tosta bep neuheut outo ar baourente.

Me e gaf din eogoall sot ar sonch ac'h eus-te grêt,  
E ty ar re pinvidic e vez guell gonduet .  
Evit e ty ar paour, o tont d'o chagrina;  
An darnuya anezo n'o deus quet a vara.

Esper am eus da vont var o zro hep dale,  
Etouez ar re pinvidic me a rai ur bale;  
Mar gallan-me antreal ur veac'h sur en o zy,  
O devezo eals a boan abars m'o c'huitain mui.

Re fall eo ho quiscamant, o coz, affronter coz,  
E ty ar re puissant biquen n'o pe repos,  
Ractal ma viot guelet o fallout antreal,  
An disterra eus an ty a dui d'o chasseal.

Ma ententer, va mignon, me ya dre finesse  
Bep un tamic d'o c'haouet en nos couls hac en de;  
Pa ven ur veich antreet, ne quet æs va c'haç quit,  
Me a voar ober tud paour eus ar re pinvidic.

Te a so ur goall traïtour hac un den pernicius,  
Un affronter, ur mechant hac un den malicius;  
Elec'h lesel tud ar bed ebars en o repos,  
Caus out eus a vil malheur hac en de hac en nos.

An nep ne fell quet dezo ec'h entreen en o zy,  
Arabat beza prodig na tam feneanti:  
E ty lod ec'h antrean hac a oat ma c'haç quit,  
Am c'haç da dy re all hac am mir manific.

Eus a bers an drouc-speret eo oude deut er bet,  
En emenn pell diouzin, squiz oun oc'h da velet;  
Da viana pa ouzout ma zourmant ha ma oat,

**E**poent dit, coz affronter, pelloch dont d'am c'hitât.  
**N**a re goz, na re yaouanc, nac an anaoudeuez,  
**N**a mignonet, nac hini ne excuzân jamæs :  
**A**n nep a garo divoall ha lacat evez mat,  
**A**m c'hasso eus o zouez, mar queront labourat.  
**R**ac-se'ta Compagnuez, mar fell deoc'h evita  
**A**r viser, ar baourente, divoallet piz ounta ;  
**E** Paris hac e Bourdel, Marseille eo bet,  
**R**et eo deomp e chasseal a douez ar Vretonet. *Fin.*



### C A N T I C   N E V E,

*Composet var buez JUDAS, guinidic eus ar Judee,  
 pehini en deus lazet e Dat ha Map ar Roue, hac  
 eureuget e Vam, ha trahifset hor Falver ; var ton  
 al Labourer Sul ha Gouel.*

**M**E ho supli, Compagnuez, tostait amân dâ  
 glevet  
 Buez an den maleürussa a voa biscoaz var ar bet,  
 Pehini en deus lazet e Dat ha Map ar Roue,  
**E** Vam propr en deus eureuget, ha trahifset Map  
 Doue.

Ar Scritur a zeu da barlant a Judas ar mechant,  
 Pehini a so guir exempl d'ar bed-oll antieramant  
 Da drec'hi an avariçdet, ur pec'het quer maleürus,  
 A so caus a vil pec'het a faich hon Roue Jesus.

Doue ebars en Aviel a ro deomp calz exemplou  
 Da drec'hi an avariçdet, sourcen an oll pec'hejou,  
 Dreist peb-tra e cavân merquet buez Judas ar mechât,  
 Pehini so en em zaonet gant ar c'hoant da gaout,  
 arc'hant.

Pa voa e Vam oc'h e zoguen , ar Profet a lavaras  
E devize ur c'hrouadur a rafe dezi anquen bras ;  
Discleria a reas en antier ha d'e Vam , ha d'e Dat ,  
Penaus e vise er bed-màn o map un den miserabl.

E Dat hac e Vam o clevet ur c'helou quen dinatur ,  
Petra vise erruet er bed gant o c'hrouadur ,  
A voa quen trist ha quen nec'het , m'o deus songet  
etrefe ,

En instant ma vize ganet , ober coll e vuhe .

Er Jude pa eo ganet , e guerent o deus songet  
Ober souden ur vaguic broen , hac enni e voalaquet  
Ha lest etre daouarn Doue da vont gant ar mor  
perillus ,

O songeal en em zi sober eus un den quer maleürus .

Doue ne falle quet dezàn e vise bet perisset ,  
Evit servichout da exempl d'an oll bete fin ar bet ;  
Armor , an avel , an tourmant a gundue e vaguic  
broen ,

 e rentas e savete e bordic un Enezen .

En Enezen ze e chomme ur Roue eus an Egypt ,  
Ha n'en devoa a vugale quen nemet ur map unic ,  
O veza un deiz o pourmen , ha gantàn tud e Balæs ,  
A gavas ar vaguic broen chommet etouez an tres .

Ar Roue en deus commandet mont da velet  
petra oa :

En instant o deus cavet ur c'hrouadur ar c'haëra ;  
Neuse oue roet commandamant memes abers ar  
Roue ,

D'e gaç er Palæs prontamant , ha savetei e vuhe .

Ar Roue en deus èn maguet , hac en devoa ar  
santimant

D'e zesqui ha d'e instrui , d'ober anezàn un dèn  
vaillant :

Mæs evel ma voa e galon ganet en avarisdet,  
Ne all quet e nep fæçon e ziouali dioc'h ar pec'het.

Judas pa zeo bet commancet da zont en oat a  
ræson.

A sant e galon attaquet gant cals ambition;  
Arc'hant, rubanou, bezeier, ha carcanou ha perles,  
Quement a alle da atrap a laëre d'ar Rouanez.

Map ar Roue a voa costoc'h un tamic evit Judas,  
Ha pa velas e laëronci, a lavare dezàn trist bras :  
Me lavaro d'am Zat, emezàn, penaus emoc'h o  
laërez,

Hac a lacai o corrigea, ma na genchet a vuez.

Ar Roue pa en deveus desquet e laëronciou  
mechant,

En deus-ën disesfet, ha corriget prontamant,  
Ha discleriet e guirione e voa ur c'hrouadur cavet,  
Penaus e voa dre charite e voa gantàn maguet.

Judas a gonservas neuse en e galon cassoni  
Ha maliç ouz ar Prinç yaouanc, ne alle quet e anduri,  
O songeal e voa heritour d'ar Roue couis hac e Vap,  
E quemeras ar volonte d'e laza an den miserabl.

Un devez pa voa disonget an oll eus a guemense,  
E lavaras dezàn an traïtour, deut da vale gueneme:  
Pa voant un tamic ecartet, e roas dezàn un tol bas,  
D'an douar en deus-ën pileth hac en e voad et beuzas.

Ac'hano buan eo tec'het; ha var boues e ben e  
zeas,

Hac hervez comsou ar Profet, en e vro ec'h arruas,  
Memes er Guær ma voa ganet e choñas da servicha  
Hep beza gant den anavezet, en Hostaliri vrassa.

Evel ma voa un den yaillant, tud an ty en istime,  
Hac a sie ennàn an ac'hant pehini alies a laëre;  
Pa vize casset da brenia nep fort marc'hadourez,

**E** vire gantàn an arc'hant, hac e tache da laërez.

**E** Vestra roas dezàn un devez arc'hant evit prena  
froez,

**E** Dat propria yoa Jardner, eon ez-easd dy da laërez;

**E** Dat a erruas gantàn, a gommanças scandalat,  
Judas a guemeras ur men, hac er beuzas en e voat.

Al Lesen dimeus ar Vro-ze a gondaone ar muntrer

Da eureugi an Intanvez evit punition sciaer;

Ar pez a erruas control, car Judas a eureugeas

**E** vam propria voa an Intanves, tac e dat eo a lazas.

Da ben un neubeut aimfer ma voant bevet  
affamblés,

O conta o avânturiou, en ur doma un nosvez;

**E** Vam peini a voa e Briet, e deus anavee he Map,

Peini a voa ganti ganet, en devoa c'huec'h bez vat  
bep troat.

Hi a gommanças da érial: ô Doue Crouer ar bet!

Chetu accôplisset bremàn ar c'homfou eus ar Profet;

Judas a guemeras anquen en e galen cousgoude,

Rac ne voue quet e-unan en devoa grêt quemense.

Quitât a eureu e Briet evit mont da vale dre ar vro,

Ha quitât an Douar a Egypt, caus dezàn a gals  
maleüriou:

En ur vont en deus rancontret Jesus Redemtor ar be,

**O** vale gant e Ebrestel, leun a garante barfet.

Judas, pa velas hor Salver, en em daulas d'an  
daoulin:

Ma pliche gueneoc'h va receo, emezàn, va Mæstr  
divin,

Sellet ouzin dre ho true, me a so ur pec'heur bras;

Hac em eus ur guir volonté evit antren en ho craç.

Jesus a lavaras dezàn: quita ar pec'het marvel,

Peini a so en da galon, ha bez Abostol fidel;

**C**hom bepret em c'homagnunez, te a velo Map  
an Den

**O**vervel ebars el Lamgroas da brena ar bec'herien.

Jesus pa oa deut an amfer da ober ar Redemption;

**A**roas d'e oll Ebrestel er goan ar Gommunion :

**G**uir exempl d'an oll pec'herien, Judas en deus  
recevet

**A**n drouc-speret en e galon dre sonch an avarisdet.

Jesus goude ar Gommunion, gant ur garante santel

**A**guemer dour hac ur serviet, a voalc'h treid e ebrestel

**H**ep exanti memes Judas, o lavaret dezàn gant  
douçder :

**T**e, emezân, am zrahiffo, ma Abostol infidel.

Pa voa achu ar Goan Pascal, a yeas Jesus hor  
Salver

**V**arzu ar Jardin Olivet da bidi e Dat Eternel,

Judas an traïtour cruel a yeas pront a dra certet,

Evit ar som a dregont diner d'e verza d'ar Yuzevien.

Pa velas Judas ar poaniou a andure Map Doue,

**A**guemeras un disesper hac a droublas e ene.

**M**a yas da guïñdic an arc'hant, hac e voa bet refuset,

**H**ep ma conservas guir glac'har a gren an den  
milliguet.

Er c'hontrol en em abandonia eureu d'an disesper,

Evel a ra meur a hini, hac a zisplich d'hor Salver;

Mont a eureu d'en em grougadre arraich a guemense

Ar pez so caus ma zeo daonet epad un eternite.

**C**hetu amâ'ta, Christenyen, un exempl eus ar  
c'haëra

Evit renonç d'an disesper ha conceo ur guir glac'har;

Goulunnet pardon ouz Done hac o pêt ur Feibarfet,

Hac e zeot e fin ho puez da adori an Drindet.